

Ar bajenn gentañ:

Erquy-Samedi 27 et dimanche 28 Juin 2009 /Erge- D'ar sadorn 27 ha d'ar sul 28 a viz Even 2009

Géofestival, édition 2009 La Bretagne de grès rose /Géofestival Embann 2009 Breizh ar Vein Ruz
D'Erquy jusqu'au cap Frehel/ Eus Erge betek ar C'hap Frehel

Voyager au centre de la pierre/ Beajiñ e-kreiz ar maen.

Accès-libre et gratuit pour tous-Espace handi-acueillant / Lec'hienn dieub ha digoust evit an holl/ Egorenn degemer-nammidi

An eil pajenn:

Géofestival Embann 2009
Breizh ar Vein Ruz
Eus Erge betek ar C'hap Frehel

Diskouezadegoù

Douarouriezh, gweledva ha bleunioù

Gant skiantourien en ho kerzh

ha dizoloadenn Erge-Frehel

lec'h dispar broadel e zudi.

Maenerien, karierenn ha diorren padus

D'ar sadorn 27/D'ar sul 28: 10e-7e/ Vieille Echaussée

Gant testoù e ho kerzh :

Istor karierenn a-wechall hag a-vremañ,

binvioù kozh.

Diskouezadeg e palier arz

D'ar sadorn 27/D'ar sul 28: 10e-7e

Mein naturel e stad frost eus Erge betek ar C'hap Frehel.

Diskouezadeg “au blé en herbe” (an ed diwar e c'har)

barzh

D'ar sadorn 27: 10e-12e30/2e-7e/D'ar sul 28: 6e

Mein bihan, levrioù (bugale hag ar re vras)

Poltridi loened eus Xavier Brosse,

Labourioù skolioù ...

War roudoù ar vaenerien e bro Frehel

D'ar sadorn 27 ha d'ar sul: 10e-7e

D'ar sadorn 27: 2e-4e/ Displeget gant J.Y Chatellier

Iliz Sant Hilaire e Prehel

(Parrez Frehel)

Titouroù

Munudoù, enskrivadurioù, prizioù,

Miradennoù, eurvezhioù...

Titourdi Erge:

02 96 72 30 12

Bageal

D'ar sadorn 27/D'ar sul 28: 10e-12e/2e-4e/4e30-6e30

“La Sainte Jeanne”

Baleadenn war ar mor displeget war ur vag kozh,

Implijet gwechall evit dougen ar c'hrag.

Prizenn dispar: 12€/den dre viradenn

Kayak, Kap Erge displeget ha sellet eus ar mor

D'ar sadorn 27: 9e-12e/

E-maez ar sindikad ar c'hapoù

Emgav er greizenn moraerezh, Ti ar mor.

Prizenn dispar: 14€/den(10max.)dre viradenn

En em Estlammiñ

Kontadennoù evit ar vugale

D'ar sadorn 27 ha d'ar sul 28: 5e/e-pad: 30 minutenn

Gant Anne Blouin, el levraoueg “Blé en herbe”(an ed diwar e c'har)

Bugale adalek 5 bloaz(50 den max.) dre enskrivadur

Beaj e penn ar bizied

D'ar sadorn 27 ha d'ar sul 28: 4e/ e-pad: 30minutenn

Un dizoloadenn diwar ar c'hrag kontet gant Anna Blouin e-

ur sal teñval. El levraoueg “Blé en herbe”

(20 den max.) dre enskrivadur

Dudiellañ

Strolladoù-labour evit ar vugale

Traezhenn ar greizenn pe e-barzh

Bugale ouzhpenn 5 bloaz/ dre enskrivadur

Dizoloadenn e familh

E-pad tout an hañv/Plegfolle digoust dre c'houlenn

Hentoù c'hoarius war roudoù Aotrou “Pierre Gres”

gant skolajerien Thalassa diwar ar C'hap Erge.

Mont kuit el “Lenn Glas”

Strollad-labour familh

D'ar sul 28: 2 strollad-labour/E-pad: 1e/2e30 ha 4e/

Bugale ouzhpenn 5 bloaz

Buhezerezh gant “sindicadoù ar C'hapoù” e grevoù an traoñ e Frehel

C'hoari-Konkour Gant ar perzh

“Union des commercants et artisans”